Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ092718\
Data File : PQ032317.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 28 Sep 2018 01:18
Operator : SM\SJ
Sample : J5120-22MSD
Misc :
ALS Vial : 53 Sample Multiplier: 1

Instrument : ECD_Q
ClientSampleId :

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Sep 28 05:35:32 2018
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ092618CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Thu Sep 27 08:45:59 2018
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1)	SA Tetrachlo...	4.605	3.888	23019955	16265585	14.969	14.096
2)	SA Decachlor...	10.452	8.949	69587278	57714402	30.090	28.842
	Target Compounds						
3)	L1 AR-1016-1	5.780	4.982	103.6E6	89561146	1700.240	1741.630
4)	L1 AR-1016-2	5.805	5.002	122.0E6	73460222	1329.215	1001.214
5)	L1 AR-1016-3	5.867	5.181	48390996	46147570	846.063	1288.788 #
6)	L1 AR-1016-4	5.965	5.219	56525060	1127.7E6	1207.819	34750.502 #
7)	L1 AR-1016-5	6.260	5.434	829.3E6	702.9E6	16534.818	16123.811
8)	L2 AR-1221-1	4.811	4.100	2544644	1771689	175.140	151.944
9)	L2 AR-1221-2	4.901	4.189	3835617	2181660	360.938	270.622 #
10)	L2 AR-1221-3	4.979	4.266	18867213	15422362	484.211	504.587
11)	L3 AR-1232-1	4.979	4.266	18867213	15422362	762.170	787.926
12)	L3 AR-1232-2	5.513	5.002	35253813	73460222	2381.896	2989.812 #
13)	L3 AR-1232-3	5.805	5.181	122.0E6	46147570	3975.573	3972.771
14)	L3 AR-1232-4	5.965	5.261	56525060	406.6E6	3673.868	34091.078 #
15)	L3 AR-1232-5	6.054	5.434	1346.2E6	702.9E6	121493.991	50779.878 #
16)	L4 AR-1242-1	5.780	4.982	103.6E6	89561146	2099.329	2131.976
17)	L4 AR-1242-2	5.805	5.002	122.0E6	73460222	1605.318	1237.811
18)	L4 AR-1242-3	5.867	5.181	48390996	46147570	1017.724	1490.680 #
19)	L4 AR-1242-4	5.965	5.261	56525060	406.6E6	1462.707	12115.690 #
20)	L4 AR-1242-5	6.704	5.786	2401.5E6	5006.9E6	50340.611	107165.859 #
21)	L5 AR-1248-1	5.780	4.982	103.6E6	89561146	2342.447	2364.479
22)	L5 AR-1248-2	6.054	5.219	1346.2E6	1127.7E6	20113.757	21336.970
23)	L5 AR-1248-3	6.260	5.261	829.3E6	406.6E6	10465.983	7393.158 #
24)	L5 AR-1248-4	6.664	5.434	3347.1E6	702.9E6	35732.959	10091.642 #
25)	L5 AR-1248-5	6.704	5.828	2401.5E6	1636.2E6	26775.636	22014.317
26)	L6 AR-1254-1	6.636	5.786	3962.8E6	5006.9E6	41263.569	43932.844
27)	L6 AR-1254-2	6.856	5.933	6837.5E6	4184.7E6	43984.970	40823.092
28)	L6 AR-1254-3	7.223	6.338	7443.5E6	7303.0E6	42223.837	39510.674
29)	L6 AR-1254-4	7.508	6.564	7603.3E6	7458.4E6	57978.549	62540.858
30)	L6 AR-1254-5	7.927	6.981	8344.5E6	9256.1E6	56087.982	55004.837
31)	L7 AR-1260-1	7.385	6.466	3403.2E6	4234.4E6	28767.412	38785.297 #
32)	L7 AR-1260-2	7.639	6.651	4819.1E6	3752.1E6	33494.637	27699.246
33)	L7 AR-1260-3	7.992	6.807	1400.6E6	3659.6E6	13408.913	29031.678 #
34)	L7 AR-1260-4	8.223	7.278	4141.0E6	795.9E6	33076.083	7481.894 #
35)	L7 AR-1260-5	8.563	7.516	3187.6E6	2459.8E6	12336.336	9257.824
36)	L8 AR-1262-1	7.992	6.981	1400.6E6	9256.1E6	8777.074	59169.471 #
37)	L8 AR-1262-2	8.563	7.516	3187.6E6	2459.8E6	10731.035	8089.930
38)	L8 AR-1262-3	8.906	7.800	2214.2E6	224.2E6	11198.562	1949.170 #
39)	L8 AR-1262-4	8.960	7.864	777.1E6	2316.8E6	5318.337	10553.087 #
40)	L8 AR-1262-5	9.667	8.371	440.2E6	384.0E6	4232.313	3797.913
41)	L9 AR-1268-1	8.906	7.800	2214.2E6	224.2E6	4839.304	495.828 #

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ092718\
Data File : PQ032317.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 28 Sep 2018 01:18
Operator : SM\SJ
Sample : J5120-22MSD
Misc :
ALS Vial : 53 Sample Multiplier: 1

Instrument : ECD_Q
ClientSampleId :

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Sep 28 05:35:32 2018
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ092618CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Thu Sep 27 08:45:59 2018
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml	
42)	L9 AR-1268-2	8.960	7.864	777.1E6	2316.8E6	1877.839	5713.023	#
43)	L9 AR-1268-3	9.220	8.072	10018202	8621111	28.306	25.619	
44)	L9 AR-1268-4	9.667	8.371	440.2E6	384.0E6	2883.600	2602.527	
45)	L9 AR-1268-5	10.101	8.678	84861087	70891158	75.026	66.805	

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ092718\
Data File : PQ032317.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 28 Sep 2018 01:18
Operator : SM\SJ
Sample : J5120-22MSD
Misc :
ALS Vial : 53 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Sep 28 05:35:32 2018
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ092618CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Thu Sep 27 08:45:59 2018
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm